

PRIZIOÙ MIZIEK BOD HA BOUED (10 treuzvankadenn)

Tarifs mensuels de l'hébergement (10 prélèvements)

BLOAVEZH-SKOL 2022/2023

| Gopr bloaz 2020 (follenn 2021) Quotient annuel fiscal 2020 (avis 2021) Quotient = Revenu fiscal de référence divisé par nombre de parts | GB < 1050 € QA < 1050 € | 1050 € < GB < 14500 € 1050 € < QA < 14500 € | GB > 14500 € QA > 14500 € |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 2 nozvezh / 4 fred kreisteiz 2 nuits / 4 déjeuners | 1,5 x 63,74 = 95,61€ | $\frac{2,25 \times 63,74}{13450} \times (GB-1050) + 63,74 \times 1,5$ | 2,5 x 1,5 x 63,74 = 239,02 € |
| ½ Diavaez / 4 fred kreisteiz Demi-pension / 4 déjeuners | 63,74 € | $\frac{1,50 \times 63,74}{13450} \times (GB-1050) + 63,74 €$ | 2,5 x 63,74 = 159,35 € |
| Adalek daou vugel skoliataet e Eil Derez DIWAN e vez graet un distaol 10% dre vugel A partir de deux enfants scolarisés dans le secondaire DIWAN, une remise de 10% par enfant est appliquée | | | |

Arabat jediñ hoc'h-unan. Kasit an elfennoù ha gortozit ho facturenn.

Vous ne devez pas calculer vous-mêmes le montant dû. Faites-nous parvenir les éléments qui nous permettront de vous établir la facture que nous vous adresserons.

Abaoe miz Gwengolo 1999 e vez paeet ar bod hag ar boued **dre dreuzvankadennoù**. Un aotre treuzvankañ war 10 miz a rank bezañ sinet en distro-skol gant pep familh evit ar sammad dleet (jedet gant ar skolaj hervez ar gopr bloaz). Digoust eo an treuzvankañ. Tennen e vo ar sammad-se gant ar skolaj d'ar 5 eus ar miz. **Abaoe distro-skol 2004 e vez paeet ar frejoù pedagogel, ar beajoù hag ar c'hef kenskoazell evit an transportoù dre dreuzvankadenn.**

Priz ar bod hag ar boued

An holl gerent, dezho ur gopr bloaz dindan 14 500 € (gopr bloaz rannet dre an niver a lodennoù) a rank degas ur brouenn (follenn tailhoù 2021 (diwar goprou 2020) **PEP DEN KAR**) d'ar skolaj. ***Goulenn a reomp diganeoc'h leuniañ ar fichenn "Bod ha Boued" diouzhtu. Pouezus-kenañ eo kaout an elfennoù-se an abretañ ar gwellañ evit sevel ar goulennoù treuzvankañ evit an distro-skol.***

*Depuis la rentrée 99, le paiement se fait par **prélèvement automatique**. Une autorisation de prélèvement sur 10 mois doit être signée par chaque famille pour le tarif qui lui correspond (calculé par le collège selon le quotient familial). Nous vous rappelons que, contrairement aux virements interbancaires, les prélèvements sont gratuits pour les familles. Cette somme sera prélevée le 5 du mois. Depuis la rentrée 2004, les frais pédagogiques, les voyages et l'alimentation de la caisse de soutien au transport sont prélevés mensuellement.*

Le prix de la pension et de la demi-pension

Tous les parents dont le quotient annuel fiscal (revenu fiscal de référence divisé par nombre de parts) est inférieur à 14 500 € devront fournir un justificatif (avis d'imposition 2021 (sur les revenus 2020) **DE CHAQUE PARENT**). Nous vous demandons donc de remplir la fiche de renseignements "Bod ha Boued" le plus rapidement possible. Il est très important que la comptabilité ait les éléments dès à présent pour pouvoir préparer les demandes de prélèvement pour la rentrée.

FREJOÙ PEDAGOGIEZH - Frais pédagogiques

Evit paeñ an abadennoù diouzh an noz, an danvez evit ar c'hleuboù, ar pourmenadennoù, ar gweladennoù, an abadennoù pedagogiezh... **HAG AR BEJOÙ !!!**

*Pour participer aux activités extra-scolaires (veillées, clubs...) et scolaires (visites, matériaux pour la technologie...) **ET AUX VOYAGES !!!***

G.S. : * E ken kaz ma vefe KLAÑV skolajidi 'zo da vare ur veaj e vefe restaolet priz ar veaj.

En cas d'absence justifiée lors d'un voyage, celui-ci sera remboursé aux familles

| | 6ved | 5ved | 4re | 3de |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Frejoù dafar ha kas en-dro <i>Fournitures et animation</i> | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € |
| - Beaj dizoleiñ Breizh <i>Voyage découverte de la Bretagne</i> | 12.00 € | | | |
| - Saozneg <i>Anglais</i> | 12.00 € | 16.00 € | | |
| - Kastilhaneg & Alamaneg <i>Castillan & Allemand</i> | - | - | 15.00 € | 20.00 € |
| Kef kenskoazell transportoù <i>Caisse de solidarité aux transports</i> | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
| Levrioù / livres | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| Frejoù post / frais postaux | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € |
| HOLLAD DRE VIZ / TOTAL MENSUEL 10 treuzvankadenn / 10 prélèvements | 41.30 € | 33.30 € | 32.30 € | 37.30 € |

